

*Broad
Nevez*

PER-MARI MEVEL

NAIG ROZMOR

Amboubal Enez-Vaz

AN TRI YANN

Laouenidigez ha farserez

N° 70 - 1983

BRUD NEVEZ

Kelaouenn vrezoneg mizieg.

Niverenn 70. Miz kerzu 1983

Rener: Andreo Merser.

Sekretour: Jakez Salaun.

An oli lizerou ha skridou a zo da veza kaset da Brud Nevez, 6, ru Beaumarchais, 29200 Brest.

Priz an niverenn-mañ: 10 lur.

Koumanant bloaz:

- priz ordinal: 70 lur.
- koumanant-skoazell: azaleg 80 lur.
- broiou estrañjour: 100 lur.

Eur houmanant a dalv evid 10 niverenn.

Ar chekennou-bank a zo da veza kaset war-eeun da: Brud Nevez, 6, ru Beaumarchais, 29200 Brest.

Ar chekenou-post a zo da veza lakaet war K.R.P. « Brud Nevez » 893-94 P Roazon.

Ar houmananchou evid ar broiou estrañjour a zo da veza kaset, e arhant peb bro, da: Dawson-France, B.P. 40, 91121 Palaiseau Cedex France.

I.S.S.N.: 0399-7014.

C.P.P.A.P.: 34 627.

Disklêriet hervez al lezenn: pevare trimiziad 1983.

Moulet ez-prevez gand Brud Nevez.

C. evid an oll bennadou.

N'eus ket a aotre da adembann eur pennad euz Brud Nevez heb beza bet an aotre d'henn ober.

Ar skridou hag ar pennadou a vez embannet e Brud Nevez n'emaint ket da veza lakaet war gont ar gelaouenn heh-unan, war gont ar re o-deus skrivet anezo hebken.

Ar skridou ne vint ket embannet a vo kaset endro ma vez tu.

Embannet e vez BRUD NEVEZ gand skoazell EMGLEO BREIZ.

SEVEN GURU

Taolenn

Naig Rozmor: Amzer ar goulou du.....	3
A.M. Quemener: Miz Gwengolo.....	5
Per-Mari Mevel ha Naig Rozmor: Amboubal Enez-Vaz.....	6
Yves Miossec: O haloupad war henchou Breiz-Izel.....	46
Gilles Goyat: Laouenidigez ha farserez an Tri-Yann.....	52
Beaj studi e Bro-Gembre.....	54
Roll moulladuriou 1983.....	55

Bloavez mad hag evuruz

d'ol lennerien

a-benn 1984

Amzer ar goulou du

Paour-kêz tud kollet e goueleh ar hèriou braz!
Evid piou emaooh oh elumi goulou koar?
Evid piou emaooh o spega garlantez?
Perag e kanit Nouel?
N'eus Nouel ebed ken, c'hwi oar,
Gwerzet eo bet evid eul leue aour.
Pignit kentoh en ho touriou Babel
Ha serrit kloz ho toroou war ho tallentez,
Pa'z eo deuet amzer ar goulou du.

Paour-kêz gouel Nedeleg!
Petra jom diouzit?
Safar meur an desibelou,
C'hoarz, youh ha treuz-korvajou,
Bannou al laser e-leh da steredenn,
Difoliañs e-leh esperañs,
Al leue aour war ar blasenn
Ha dañsou gouez dindan ar goulou du.

Paour-kêz mabig Jezuz!
Sklêrijenn dener ar Jude,
Laeret eo diganit da novez nemeti.
Piou zo chalet emberr gand eur bugel noaz?
Gwaz a ze ma 'peus riou en da graou
Ha ma ne gavez ket da gousk gand stroñs an desibelou.
Ar bastored zoken ne roint ket dit
An disterra penn-dañvad e kalanna.
Ober a rint gantañ eur mechoui druz
Evid o mignonned, na petra 'ta!
A-raog en em rei iveau d'an ebatou
Ouz skleur ar goulou du.

Paour-kêz dizakrerien!
Diskargit dezo ar gwin mad,
Galvit ar merhed noaz,
Dichadennit an desibelou
Ma tavo mouez an élez
Ken kasauz e-kreiz ar blijadur
Ha ramnit ar butun hud
O haso buan da lida
Eun Nedelec all
E bro ar goulou du.

Paour-kêz den dihenchet!
Warhoaz pa vez divatoull
E klevo ar bêd o vralla
Hag e kreno marteze
Dirag an islonk ema o toulla
D'en em zebelia gand e ouenn a-bez.
Nedelec, gouel ar vuhez pe gouel ar maro?
An neb a veo a welo
Pa vezou mouget ar goulou du.

Naig Rozmor.

Elovez mad neq evuruz

300-son3 lezhenn

Bouez ed mat bouez zoñs

Miz gwengolo

Dre ridejenn ar werenn
ha perlennou ar glao
strinka a ra dre vil skeudenn
paravanchou ar gwez fao.

An avel dre o deliaj
Evel an diaoul war an dispak
ra buhez ha jeu trabas
o c'hwez hag o tispak.

Miz gwengolo a zo kroget
Habi ar hoajou a zo diroget
o oueli hag o harma int klevet
Ober kañv d'an eost tremenet.

Frapadenou an avel
Ha flemmou ar glao foll
A dro foliennou ar miz
en eur zirampa gand tiz.

Gwalhet hag adgwalhet
Eo grouan ar vered
Gand ar reo skornet
Hag an avel soufetet

Miz gwengolo an diroll
dispaket amañ e-giz eur foll
Dizammet gantañ e veh
Difoultr kaer ha dinch.

A. M Quemener
Miz here 1983.

Amboubal Enez-Vaz

Pez-c'hoari gand kan ha koroll

En Enez-Vaz, eun andread tost d'ar mor, goloet a leton, gwaskedet gand ar reier. Eur roh toull a ra eur vougeo e leh m'ema an amboubal (1) o chom. Eun daol-vén.

C'hoarñerien

An Amboubal: hanter-aneval hag hanter-zen. Ar c'hoarñer a hell dougen eur maskl, kérniel berr, eul lost... E dreid a zo heñvel ouz re eur bouh.

Paol Aorelian: avielour ha badezour, – n'eo ket c'hoaz nag eskob na sant!– gwisket evel eur manah.

Nuz a Gergour, euz Kleder: soudard fougaser, eur plak houarn war e beultrin, eur pikol kleze merglet ouz e gostez.

Bristok: floh yaouank Nuz, o tougen tok-houarn ha goaf e vestr.

Macha: gwreg Nuz.

Morrigan: Merh Nuz.

Kongar: paotr yaouank euz an Enez-Vaz, karedig Morrigan.

Gudual: marhadour euz Rosko.

An engroezez: tud yaouank an Enez-Vaz, da skwer: **Mogis, Mael, Rigakos, Teudar, Branellok, Toupol, Kolledok, Lilian, Begel, Brijid, Bullok, h.a.;** eur houblad bugale, **Klunik** ha **Nikklu...** Teir maouez devod o vond da heul Paol.

AMBRELLAN
Per la Vez straen c'hoaz, eur gwaskedet gand ar reier. Konfins eus Kongar.

KONKAR
S'ez des our poko la breizig, le doare kastell d'ez amzer en houarn, ha vo buan evo kouz a jec'h. Hirz, evezet a ruz evel eur traoù gantec en Enez-Vaz, meugvar en traoù ar annezid eus houarn Gouernio Hent ar reuz Gouader. An d'arvezet, le kon-

MOCHS
Buhez Ar Zent, Sant Paol-Aorelian, kenta Eskob Bro-Leon, 12ved derivez a viz meurz:

... Goude beza baleet pell hag hir, eh en em gavjont gand eur gêr goz... Kêr ha kastell a oa goulo... Netra nemed eur wiz gand he zorrard moh bihan, eun hed gwenan en eur wezenn dann, eun **Amboubal...** Trei a rejont, o lezel ar hastell koz-se war o dorn dehou, hag eh en em gavjont e Baz... eul loan a ioa en enezenn, a daole ar spont dre ar vro, eun dragon euzuz, gouest den ebed da zond a-benn anezañ... Paol a ziskennas beteg toull ar Serplant, stolia 'reas an anevel ha rei a reas anezañ da **Nuz** da deuler en islonk. War-lerh an taol-kaer-ze, Nuz a oe lesanvet **Gournadezh**.

(1) Hervez pez a grede Per-Mari Mevel, e teufe ar ger *amboubal* euz ar gresianeg, o talvezoud kement hag *urus* (*cjenn-meur*). Soñjal a ree e oa c'hoaz diouto e meneziou kreiz Breiz er VIved kantved, amzer Pol Aorelian. Eun doare doue pagan e veze an *Amboubal-ze*.

Arvest kenta

KONGAR, MOGIS, MORRIGAN

(*Ha daou pe dři all, a zo o spega ouz ar reier bokedou, kurunennou ha garantez. Lod a zañs ha lod a gan.*)

An oabl zo sklér, ar mor zo glaz,
Digor eo bleuniou Enez-Vaz,
An Alhweder a nj uhel,
Pegen kluuar eo an avel!

An hañv zo adarre distro
Da zigas levenez er vro,
Bazizien, deom 'ta da zañsal
'Vid enori an amboubal.

An amboubal eo or Roue,
An amboubal eo on doue,
An amboubal 'barz on enez
A zigas joa ha karantez.

KONGAR

Mad evel-se! Ema echu ganeom ficha ar reier. Bremañ or mignoned
a hell dond.

MORRIGAN

Eur boked amañ c'hoaz, eur gurunenn aze... Dispar evel-se! Kontant
out, Kongar?

KONGAR

(*o rei dez ieur pok*). Ya, Morrigan va dousig, kontant on p'emaout
em hichenn, ha va halon a zo leun a joa. Hirio, gweled a ri, e vo kaer
an traou ganeom en Enez-Vaz, peogwir eo brao an amzer evid lida
Gouel an Hañv a zo iveau Gouel an Amourusted, te 'oar.

MOGIS

Gouel ar Yaouankiz ha Gouel an Dimeziou. En Enez-Vaz pa erru an
hañv an dud yaouank a ra promesaou a garantez an eil d'egile, dirag
an Amboubal... E Kleder, da vro hinidig, eo eet ar hiz-se da goll...
kea?

MORRIGAN

Ya, siwaz... Kleder a zo gonezet gand ar hredennou nevez.

KONGAR

Amañ, Morrigan vuia-karet, e chom beo kredennou on tadou ha bre-
maig ni on-daou a brometo iveau dirag an Amboubal beza an eil
d'egile da viken.

MORRIGAN

Mall am-eus da veza unanet ganit, Kongar, hag e kay din ne dro ket
an heol buan a-walh.

MOGIS

Te zo nevez digouezet en on touez, Morrigan. Daoust ha n'e-peus
ket a geuz da veza kuitaet da famill e Kleder evid dont da jom da
Vaz?

MORRIGAN

Nann avad! N'am-eus ket a geuz tamm ebed. E Kleder ne hellen ket
ken beva, abaoe m'eo bet troet e Benn d'am zad gand prezegenou
eun avielour anvet Paol Aorelian hag a zo o klask, war e veno, digas
deom kredennou eur relijion nevez. Va zad, Nuz a Gergour, a zo bet
koñvertiset gantañ hag e sell dezañ bremañ ober diouzin eun devo-
dez, eul leanez martez...

MOGIS

Ha te ne fell ket dit, Morrigan?

MORRIGAN

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

MOGIS

Nag int mignon ha tener o-daou!... Med piou eo an den a zo o tond a-hont gand an hent?

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

GAOBRON

Nann, peogwir n'on ket galvet... Setu perag on teheth kuit euz ar gêr... hag em-eus kavet amañ, e-kichenn Kongar, ar garantez wirion. (*Kongar a ro eur pok dezi*).

Eil arrest

GUDUAL

(*Marhadour euz Rosko, gantañ eur zamm war e gein*). Rochedou, hivizou, brageier bihan, slipou... dillad mad ha marhad-mad... Tostait ha prenit, prenit peadra da guzad hoh izili noaz, Bazizien, gand ar vez! Spillou! Boulo bleu! Nadoziou merhed toulou bihan toulou braz!

KONGAR

Sell 'ta! Gudual! Deuet out adarre euz Rosko da glask gwerza lienaj da Vazizien?

GUDUAL

Ya, deuet on, ha koulskoude va hoñvers ne ya ket mad, war goll emaoñ zoken... Ha ne dalv ket ar boan dont amañ euz Rosko e riskl da goll va buhez en eur dreuzi ar ganol.

MORRIGAN

Gra eun azez war al leton da ziskuiza, Gudual, hag ev eur banne dour fresk euz ar feuteun. (*Digas a ra dour dezañ en eur picher*). Perag emaout o labourad war goll amañ?

GUDUAL

Trugarez dit, plah yaouank! Ya, eur marhadour dillad eveldon e yafe buan e stal da stalikez en Enez-Vaz, gand Bazizien boazet da vale hanter-noaz dioustu pa zistro an hañv... a-boan ma kuz ar merhed o feskennou! Nudisted toud, ya, payaned!

KONGAR

Petra 'fot dit, Gudual, amañ ni a zalh d'ar giziou koz ha ni a zent ouz lezennou an Natur.

MOGIS

Ya, naturisted eo Bazizien, hag eüruz int evel-se. Ne labourom nemed an nebeuta ar gwella, heb kemer re a boan, a-walh hepken evid en em vaga diwar kregin ar reier, pesked ar mor, léz ar haoriged hag eun tamm heiz bennag euz or parkeier. Perag goulenn muioh pa on-eus a-walh?

GUDUAL

Feneanted toud a ra diouzoh tud Rosko ha tud Kastell, ha payaned ouspenn, peogwir e talhit atao d'an doueou faoz, en desped da brezegennou Paol Aorelian, an avielour brudet.

MOGIS

Perag e selaoufem-ni komzou Paol, eun estrañjour, o tond euz den ne oar peleh da ginnig deom eur relijion nevez, pa'z eo mad an hini goz evidom?

GUDUAL

Bazizien pennou kaled! C'hwi a gav gwelloh adori an Natur, an Heol, ar Wezenn dero, ar Feunteuniou, hag eun aneval euzuz, hervez ar pez a gonter e Rosko, eur Sarpant, eun Dragon, eun Amboubal...

MOGIS

Eun amboubal, emezout? Petra eo just a-walh eun amboubal?

KONGAR

Eun amboubal, ma fell dit gouzoud. Gudual, a zo hanter-aneval hag hanter-zen, eun doue eo, dezañ eur galloud dreist-ordinal. Gwechall an amboubaled a veve er hoajou ha war ar meneziou. Argaset int bet gand ar relijionou nevez, nemed unan anezo e-neus kavet repu amañ er penn pella euz Enez-Vaz. En toull a welez aze er roh ema o chom..

GUDUAL

Hañ! Aze ema ken tost-se deom! An dud a gont ez eus dioutañ eul loen divalo hag a zebr bugale vihan, hag a gas gantañ en e zouarenn merhed yaouank d'ober dezo n'ouzer ket petra...

KONGAR

(*Hag ar re all a hoarz*). A! A! A! Gevier toud! An dud a gont forz petra, koñchenou ha falstamallou a vez ijinet gand Roskoiz ha Kastelliz, tud aviuz. On amboubal deom-ni n'eo ket dañjeruz tamm ebéd, ar hontrol eo, diwall a ra ahanom ha ni a rent enor dezañ.

GUDUAL

Ha koulskoude e-neus stumm eur Sarpant pe eun Dragon...

MOGIS

N'eo ket gwir, pa lavaran dit, penn kaled! Heñvel eo ouz eur bouh savet war e zaou bao a-dreñv.

GUDUAL

Ha gand ar merhed yaouank, penaoz en em gemer an amboubal-ze?

MORRIGAN

Amboubal Enez-Vaz a ro deskadurez d'ar vulgale ha keleñnadurez d'ar merhed, alia a ra ar besketerien, parea ar re glañv hag unani ar yaouankizou pa vez karantez etrezo.

GUDUAL

Hañ! Ha koulskoude e tebȓ kig tud?

KONGAR

Koñchenou adarre! An amboubal ne zebr ket a gig peogwir eo vejetarian, hag ouspenn ovipar...

GUDUAL

Or-vi-par? Biskoaz n'am-eus klevet kemen-all...

MORRIGAN

Ovipar! Perez an amboubal a zozy eur vi en he buhez ha gori a ra anezañ. Setu om sur atao da gaoud eun amboubal en or penn e Baz. Kompreñ a rez, Gudual?

GUDUAL

Ma! Truez am-eus ouzoh memez tra, paour-kêz Bazizien. Heb dale e vo echu ho puhez dizoursi, pa deuio beteg amañ Paol Aorelian, aviler, kovesour ha badezour, da zigas deoh ar relijion nevez. Paol Aorelian a ra brezel d'an Dragoned, d'ar Zarpanted, ha ne vo ket evid gouzañv hoh amboubal. Red e vo deoh iveau plega dindan e reolen-nou striz, hag en em wiska en eun doare dereatoh, rag Paol Aorelian...

MOGIS

Paol Aorelian! Paol Aorelian! N'eus kaoz ganit nemed dioutañ... Med piou eo hennez a-benn ar fin?

GUDUAL

O! eun den a rank uhel eo Paol Aorelian, deuet euz an tu all d'ar mor
gand ar Groaz hag an Aviel da zigas deom ar Sklêrijenn, emezañ...

MORRIGAN

Hag e peb leh e brezegennou a ra d'an dud en em goñvertisa a-verniou. Gouzoud a rit eo bet troet ganto penn va zad, Nuz a Gergour
euz Kleder, dilezet e-neus abaoe e diegez evid mond da heul an avie
ler... Ma tigouez dezañ dont amañ... aon am-eus...

KONGAR

Morrigan, va dousig, é surentez emaout em hichenn.

GUDUAL

Paour-kéz Bazizien! Med poent eo din mond pelloh da glask gwerza
eun dra bennag... Slipou, brageier dindan, kalsoniou, dillad mad ha
marhad-mad! ... Paour-kéz Bazizien! (*Mond a ra kuit*) Spillou, nadoziou
merhed, toullou bihan, toullou braz.

ZIDOM

Setu, bennig, maloù IñketoT... menezioù ma sbil zo laben ta be maez
ezennig te maez-laduodur, an amzerioù amzer... Ille et la gant... M... ne
douar a nosavank d'ya set-gouet eo via sevani, rioxent subzheur...

Trede arrest

MOGIS

Gand ma werzo e gamelot, ar Roskoad-ze ne ra ket foultre kaer...
(*Kan a vez klevet*). A! Setu or mignonod o tond da lida Gouel an
Nevez-Amzer. (*Eur strollad tud yaouank a erru, gwisket berr, briadou
bleuniou ganto*).

Kan ha koroll

(*War eun ton da zevet*).
Hirio 'ma Gouel an Amzer-Nevez,
E peb leh e tihun ar vuhez,
Er parkeier ha war an tevenn
Dindan heol klouar Mezeven.

Bennoz d'an Natur Ollhalloouduz,
Krouerez Veur ha Mamm Vurzuduz
Da zigas deom en he madelez
An Nerz, ar Youl, al Levenez.

(*An Amboubal en em ziskouez hag a bign war an daol-vén. An oll a
zañs dirazañ*).

Enor ha doujañs dit, Amboubal,
Ilanter-zen ha hanter-aneval,
Kendalh da ziwall ar Vazizien,
D'o farea ha d'o helenn.

An AMBOUBAL

Yehed d'ho korv ha d'ho spered, Bazizien feal!

AN OLL

You! You! Enor d'on Amboubal muia-karet! (*Mond a reont da stoui
dirazañ*).

MOGIS

Deuet eo ar poent da lida an eureujou... Tostait Lilian, Brijid, Teudar, Mael, hag ar re all, ma skoulmo an Amboubal liamm ar garantez peurbaduz etrezoh, hervez giz on tadou-koz. (*Ar houbladou a dosta*).

An AMBOUBAL

(*a unan an daouarnou hag a ra eun arouez war o zaliou*). Bezit unanet, paotred ha merhed yaouank, ha bevit eüruz en ho pro, ha grit bugale, en eur garantez wirion, dindan lagad an Heol Ollhallouduz. (*Ar houbladou a zañs eun doare dans paian evid diskouez o laouenidigez. An Amboubal, laouen, a zistro d'e doull*).

...J'arrive à me mouvoir dans
les bois, je sens l'odeur de l'herbe,
je suis ému, je suis ému, je suis ému,
je suis ému, je suis ému, je suis ému.

Pevare arrest

Peuvred arrest

GUDUAL

(*O tond endro*). Rochedou, hivizou, slipou, dillac mad ha marhad-mad! (*Toud ar merhed a ya d'ar red da weled peseurt marhadourez a zo gantañ*). Spillou, nadoziou merhed, toullou braz, toullou bihan.

BRIJID

O! Lienaj liouiou teñval a zo ganit ar bloaz-mañ, Gudual! Perag 'ta? Ha tammou traou hir, mad evid an trede oad! (*Gwiska a ra eur vroz, da ober ardou ganti*).

GUDUAL

Echu gand an dillac skañv hag al liouiou flamm, al lostennou berr hag an hivizou treuzweluz, ar robennou mini-mini a leze dizol beteg ho soñsou. Bremañ, hervez ar pez a zo bet gourhemennet gand Paol Aorelian, e vo red kuzad toud, kuzad ar hov, an drevh, ar bleo, kuzad kement tra a zigas soñjou vil d'ar baotred...

MOGIS

Kuzad! Perag kuzad! Ar horv a zo bet krouet gand eun doue ha diskouez ar horv noaz a zo renta enor d'ar Hrouer...

GUDUAL

N'emaout ket ken ganti, den yaouank. Bremaig Paol a zisplego dit petra zo mad ha petra zo fall, petra eo ar pehed ha penaoz ober evid nompaz kouenza en dentasion hag er pehejou vil.

BRIJID

A-benn ar fin, Gudual, te zo eun torr-reor. Paol e-giz-mañ, Paol e-giz-se! Paol n'eo ket eur bleiz emichañs, ha ne zebro ket ahanom. Martese zoken e plijo din... (*Ar merhed a hoarz hag a zañs asamblez eun dans-romt, war don „Promenons-nous dans le bois“*)

Deom da bourmen, da goroll,
O'ema pell an abostol,
Mar deu Paol war-dro amañ
Ni a vo debret gantañ... Chou!

GIRIB

(Tout le monde a l'air de faire un effort pour ne pas rire, mais certains rient tout de même. L'ambiance est tendue et lourde.)
GIRIB
Tout le monde a l'air de faire un effort pour ne pas rire, mais certains rient tout de même.)
HASTOM
Tout le monde a l'air de faire un effort pour ne pas rire, mais certains rient tout de même.)
NUZ
Tout le monde a l'air de faire un effort pour ne pas rire, mais certains rient tout de même.)
BRISTOK
Tout le monde a l'air de faire un effort pour ne pas rire, mais certains rient tout de même.)
MACHA
Tout le monde a l'air de faire un effort pour ne pas rire, mais certains rient tout de même.)

Pemved arvest

(Tous regardent Nuz avec une expression de dégoût et de répulsion. Nuz semble être dans un état de choc ou de malaise.)
NUZ
Hastom afo, hastom afo... An aotrou Paol a erruo emberr...

MACHA

Nuz a Gergour, te n'out nemed eur genaoueg, eun imobil! Nag eo poaniz eur wreg mond da heul eur gwaz galouper eveldout! Te oa re eüruz o labourad da zouar trañkil e Kleder, hag e-neus fellet dit, penn skañv, en em lakaad da zervicha Paol... Ha da zaout, ha da vohbihan du-hont e Kleder, hañ?

NUZ
Bristok, va floh, na zelaou ket ar vaouez-se, o rambreal emei. Ni a zent ouz urziou an aotrou Paol, netra ken hag an urz eo an urz, te oar.

BRISTOK

Klevet eo, mestr.

NUZ

Lavar din atao « Kabiten », rag kabiten on, evid servicha an aotrou Paol.

MACHA

Paol dre amañ, Paol dre aze, brammer! Te 'peus tennet ar malloz war da diegez, da loened paour a zo du gand an naon, ha da verh Morrigan, teheth kuit euz ar gêr... (Krial a ra).

NUZ

Peoh, va gwreg, gand da zorhennou. Me n'on ket eul labourer-douar, te oar, nag eun troher-buzug. Eur zoudard on, eur brezelour, ha kabiten war varh.

MACHA

Eur brezelour fañtoch, ya, eur marheger farsuz pignet war gein eur gazeg koz treud-gagn evid mond da heul eun istrogell.

NUZ

A! Macha, va gwreg, te 'dorr din va diskouarn a-benn ar fin, hañ! Chom sioul, pe e paki eur friad, sell! Ya, me zo brezelour war varh, brudet a-bell 'zo er brezeliou braz dñe va zaoliou-kaer. (*Diskouez a ra e vreh*). Va breh nerzuz a zo bet treh d'ar Vorilloned, va hleze a dalvez kement hag eun armer ha va ano hebken a zo gouest da lakaad ar spont e-touez an enebourienn. (*Skei a ra war e heultrin ha e klever eun trouz houarnaj*).

MACHA

Da vreh! Da gleze! Da vreh a zo blank ha merglet eo da gleze. Genaoueg! O! Da verh Morrigan a zo eet kuit euz ar gêr ha te o redeg an hentchou da heul ar Paol Aorelian-ze... (*Krial a ra*).

NUZ

Sklêrijennet on bet gand e gomzou leun a furnez ha kuitaet am-eus kement tra evid sikour an avieier da skigna ar relijion wirion, gand nerz va hleze ha ya breh mar deo red.

MACHA

A! Paol! Paol! Perag n'eo ket chomet hennez en tu all d'ar mor?

NUZ

Hopala, va gwreg! Paol a zo ganet a lignez uhel, bet eo bet er skol gand Sant Illdud, eur mignon eo d'ar Priñs Wizur ha d'ar Roue Cnidebert kenta. Paol a ra miraklou. Paol a zo bet digaset dezañ gand eur pesk an Hirglaz, ar bloop burzuduz. Paol a vez eo eskob, ha sant marteze...

MACHA

Ha da verh Morrigan, ne rez ket forz anezzi, hañ!

NUZ

Tanfoeltr! Honnez, ar pez divergont-se, teheth kuit euz maner Ker-gour! Da Enez Vaz eo deuet da guzad, hervez an dud, hag ema en he zoñj dimezi d'eur paotr deuz amañ! Malloz Doue! Biken ne asantin e timezfe-hi, eur plah euz Kleder, d'eur Bazad paian. Pa he havin, e welo...

MORRIGAN

(*O tond war-raog*). Amañ emaon, va zad. Klevet em-eus ho komzou ken kaled em heñver. Eur verh sentuz on bet a-viskoaz, med ne fell ket din mond 'eneb va houstiañs ha ne zimezin nemed d'an hini a garan...

NUZ

Mil hast an diaoul! Aze emaout, va merh! Te a valeo hervez va youl ha bolontez Paol Aorelian, pe neuze... Bremañ ni a renko an aferze. Bremañ am-eus traou presetoh d'ober. Nuz a Gergour a zo bet karget gand Paol Aorelian da zistruja kement Sarpant ha kement Dragon a gavo war e hent. Hag amañ en Enez Vaz c'hwi a zo kustum da adori eun dragon, n'eo ket gwir?

MOGIS

Nann, eun Amboubal eo.

NUZ

Dragon pe Amboubal, me ne ran forz. Peleh ema an Amboubal-ze ma trohin anezañ a-dammoù gand va hleze? (*Bristok a zikour anezañ da zihouina hag a lak dezañ war e benn eun tok-houarn farsuz*). Peleh ema, ma vo lakeet e wad da redeg? Va hleze a zo eun debron spontuz ennañ...

MOGIS

Diwall da gomz re uhel, an Amboubal n'ema ket pell...

NUZ

Peleh ema ma ti hastin anezañ dioustu? (*Ober a ra troiou en èr gand e gleze*).

MOGIS

Amañ ema o chom, en toull a welez er roh.

NUZ

A! Aze emaout, Amboubal milliget! Deus er-mêz dioustu ma rin butun ganez. Diskouez da benn pe da lost, loan brein, ma'z out eur gwaz. Deus da lezel da vramm diweza dindan taoliou kleze Nuz a Gergour deuz Kleder... Deus...

An AMBOUBAL

(*Klevet e vez eur vouez strafuilluz o tond euz a-zabarz ar roh*). Amañ emaon! Dond a ran dioustu...

NUZ

O! Peseurt mouez, gouest da sklasa gwad eun den... Deus, Amboubal, nemed kemer da amzer...

An AMBOUBAL

(*En em ziskouez a ra*). Petra emaout-te o klask, Nuz a Gergour? Eun dra bennag a vank dit?

NUZ

(*Spontet*). Wah! Ne ran nemed paseal dre amañ, aotrou Amboubal. Ne ran nemed senti ouz urziou Paol Aorelian, ha marteze... marteze e vele moyenn deoh d'en em glevard gantañ...

An AMBOUBAL

N'eus ket! E gredennou n'int ket va re hag or menoziou a zo disheñvel. Ha te, Nuz a Gergour, kerz gand da hent, lez ahanom e peoh. Peotramant e savo keuz ganez... (*Daoulagad an Amboubal a strink luhed, eur skléríjenn ruz a zo endro dezañ*).

AN OLL

Kerz kuit, brammer!

NUZ

O! Bristok, va floh, difenn da vest! Gra da zever. (*Mond a ra 'dreñv e gein*). Biskoaz em buhez n'on bet en eun dañjer ken braz. Diwallom! Bristok! Krena 'ran war va divesker ha va bouzellou a ra trouz... O!

An AMBOUBAL

Kerz d'ar gêr ha lez ahanom da veva hervez giziou on tadou-koz.

An OLL

Kerz d'ar gêr!

NUZ

Ya, ya, mond a ran... mond a ran pelloh... Aotrou Amboubal, na rit ket a zroug din... Me 'm-eus eur wreg ha bugale da vaga... (*An Amboubal a ya endro 'barz e doull e-touez eur vogedenn ruz*).

MOGIS

Dre amañ an hent da vond er-mêz, Nuz... Med peseurt c'hwez fall! Eur vouzell bennag a vije o vreina ennot? O! (*An oll a stank o fri*).

MACHA

Nuz, flêrier, petra zo c'hoarvezet ganit?

MOGIS

Buan, kasit anezañ er-mêz da jeñch e vragou. (*Nuz a zo stlejet er-mêz; Macha a ya d'e heul*).

KONGAR

A! A! Setu eur gentel vad roet d'ar pabor! Me 'zoñj din n'eo ket prest da zond endro da glask afer ouz an Amboubal.

MOGIS

Diwallom! Dond a raio endro, 'm-eus aon. En dañjer emaom, a lavaran deoh. Ma hounid ar feiz nevez skignet gand Paol Aorelian, e cheñcho kalz traou evidom, ne vo ket mui ar memez doareou-beva, ha marteze on Amboubal a ranko tehed kuit...

AN OLL

Biken! Biken! Kentoh mervel!

TEUDAR

Ha ni a zivenno on Amboubal beteg ar maro. Da feiz on tadou-koz ni vo fidel bepred... (*Amañ e hellek kana: « Da feiz on tadou koz »*).

TEUDAR

Ni a fell deom kendalher da gana, da zañsal, d'en em gared er frankiz, da enori an Tan, an Dour, an Douar, ha kement Nerz a zo en natur.

AN OLL

Gand on Amboubal muia-karet!

Kan ha koroll

Enor d'ar Stered lugernuz,
Enor d'an Heol Ollhallouduz,
D'an Dour, d'an Tan ha d'an Douar,
Enor d'on Amboubal dispar.

An Natur a ziskouez he hened
Dre ganaouenn al laboused,
E peb feunteun 'z eus eun ene,
An Amboubal eo on doue.

N'eus ket ezomm en Enez-Vaz
Euz kredennou an douar-braz,
Amañ ni zo laouen, diskuiz
Hag e vevom 'kreiz ar frankiz.

(An dañserien a jom a-zav pa glevont eur han trist, salmodiet. Ar maouezed devôd, gwisket e du, a autre).

Meuleudi d'an Aotrou,
Meuleudi da Baol e zervicher,
Soñjom en or siñveziou diweza,
Sant Jorj ha Santez Marta,
On diwallit ouz an tan eternel,
Pedom evid Bazizien
O veva etre krabâou an diaoul,
E-kreiz ar pehejou louz,
Ar pehejou hudur,
Ra vo meulet Paol Aorelian,
Amen!

(Ober a reont tro al leurenn ha kuzad gand tammou lîen peultrin dizolo hini pe hini euz ar merhed yaouank).

Kuzit ho pronnou dizolo,
Ne fell ket deom gwaled anezo...

veva er Pehed, e rasi du gressa egor an hent. Gant Gwenn Dour
mee gredennou an heol. Hent eus eun ene, eus eun ene.
C'hwehved arvest, an hent eus eun ene, eus eun ene.
C'hwehved arvest, an hent eus eun ene, eus eun ene.
C'hwehved arvest, an hent eus eun ene, eus eun ene.
C'hwehved arvest, an hent eus eun ene, eus eun ene.

C'hwehved arvest

(Kleved a reer eur hlooh bihan o tintal, an Hirglaz eo. Paol a erru, Nuz ha Bristok d'e heul).

NUZ

Plas, plas da Baol Aorelian, avielour ha badezour, plas...

PAOL

(a bign war an daol-vén). Bazizien, va breudeur ha va c'hoarezed, me, Paol Aorelian, a zo deuet davedoh euz a bell vro en tu all d'ar mor da zigas deoh ar Hélou Mad ha da denna hoh eneou euz teñvalijenn ar Pehed kenta, gand sikour kelennadurez an Aviel. Ne zeuan ket amañ evel eun enebour nag eul laer, med eur mignon hag eur breur karantezuz. E gwirionez me 'lavar deoh e vezò red trei kein da Zatan, d'e bompou ha d'e oberou – vade retro Satan! – ma fell deoh ober ho silvidigez. Ha red e vezò teuler er mor Sarpanted, Dragoned, Amboubaled... (Grozmol e-touez Bazizien) ha kement doue faoz a zo c'hoaz en e zav. Eun Doue hepken a zo da adori. Amen!... Ha te, Nuz, va habiten feal, sentet 'peus ouz va urziou ha kaset da benn al labour am-oo fiziet ennout? Distrijet eo an amboubal?

NUZ

(Nehet) Hañ, aotrou Paol, sentet a-walh am-eus, nemed alsez eo êsoh lared eged ober. An amboubal-ze n'eo ket eun enebour ordinal, spontuz eo da weled, gand eul lost hirroh eged va breh, skilfou terrupl, eun teod forheg, hag a daol tan ha moged dre e fronnellou ha dre e benn-a-dreñv; gouzoud a ra beb seurt ardou diaouleg. Ema o chom 'barz ar roh toull a welit amañ, eun toull a gas d'an Ivern, me gav din... A! Aotrou Paol, red e vo deom mond dezañ dre strobinezelerez evid kaoud an trêh warnañ.

PAOL

Bez dinneh, Nuz. N'eo ket ar wech kenta din ober war-dro an amboubaled a gaven war va hent. E Gwitalmeze n'on ket bet pell o lakaad da skampa unan anezo a zistruje ingal lochenn va mignon Jaoua. Kemer a rin skwer war Sant Jord ha Santez Marta ha gand gras Doue e taolin er mor amboubal Enez Vaz.

NUZ

Ra vezoh meulet da viken, aotrou Paol. Ha penaoz e rafoh?

PAOL

Henn ober a rin dre halloud va stol.

NUZ

Ho stol, aotrou Paol?

PAOL

Ya, va stol vinniget. Selaouit mad! Pa vez skoulmet stol zantel eur beleg endro da houzoug eun érouant, Sarpant pe Amboubal, al loan vil a zistan dioustu dezañ, koueza 'ra e imor ha dont a ra da veza reiz evel eun dañvad. Nuz, va zervicher feal, te eo am-eus dibabet, te eo az-po an enor da skoulma va stol vinniget endro da houzoug amboubal Enez-Vaz... rag te a zo kaloneg ha dinamm a behed.

NUZ

Me, aotrou Paol, me ? Re a enor a rit din, n'on ket din, nann, n'on ket din, na kennebeud diaotr a behed... E pehed ar vezventi e kouezan re aliez, pa zigouez din eva eur banne re. Nann, n'on ket din da skoulma ar stol, ha gwelloh e vije dibab uman all bennag...

PAOL

A! Nuz, dipitet on ganez... Neuze, ma n'eo ket posubl dit mond da unan, e vo red dit klask unan all da vond en da blas... Te a gavo eur plah yaouank gwerh ha dinamm, glan a gorv hag a spered. Hi eo a skoulmo ar stol ha d'he heul an amboubal a yelo dre an nask d'en em deuler war e benn er mor... Klask a ri, Nuz, ar plah yaouank a lavaran dit?

NUZ

Hag e rin, aotrou Paol, konta warnon a hellit.

PAOL

Mad neuze! Kenavo, Bazizien, va mignoned. Soñjit ervad! emaoh o
26

veva er Pehed, e riskl da goueza e tan an Ivern. Gand sikour Doue, me a ziskouezo deoh an hent mad, hent ar Vertuz hag ar Zantelez. C'hwi a raio pinijenn, yun ha vijil hag a hounezo ho para diwar hwezenn ho tal, rag n'om ket bet lakeet war an tamm douar-patatez-mañ evid kemer plijadur... Mond a ran bremañ pelloh da brezeg. Pa vo an heol o vond da guzad er mor a-dreñv Enez Sieg, e teuin endro d'ober e jeu ouz an amboubal... Pedom, va breudeur. Amen! (Mond a ra diwar al leurenn, heuliet gand ar merhed devod o pedi):

Oremus! A draconis insidiis libera nos, Domine,
Per Paulum potentissimum,
Per stolum ejus sanctissimum,
Amen!

ALDAK

tib ojy a dalc'hig, mojig, kastell, war dug haou Donon hirañ et
dilek levez, a lizh ar soudig, ar soudig, ar soudig, ar soudig, ar soudig,

KONTRAK

etib ojy a dalc'hig, mojig, kastell, war dug haou Donon hirañ et
dilek levez, a lizh ar soudig, ar soudig, ar soudig, ar soudig, ar soudig,

YOGHEG

etib ojy a dalc'hig, mojig, kastell, war dug haou Donon hirañ et
dilek levez, a lizh ar soudig, ar soudig, ar soudig, ar soudig, ar soudig,

YOGHEG

etib ojy a dalc'hig, mojig, kastell, war dug haou Donon hirañ et
dilek levez, a lizh ar soudig, ar soudig, ar soudig, ar soudig, ar soudig,

YOGHEG

etib ojy a dalc'hig, mojig, kastell, war dug haou Donon hirañ et
dilek levez, a lizh ar soudig, ar soudig, ar soudig, ar soudig, ar soudig,

Seized arrest

NUZ

Klevet 'peus, Bazizien, Komzou Paol Aorelian, an avier leun a furnez. Setu aze eun den hag a oar prezeg... N'ho-peus ken nemed senti d'ober. Echu eo gand ho puhez dizoursi, ho tañsou gadal hag ho kwiskamanchou divodest. Merhed divezet Enez-Vaz a ranko hiviziñken kuzad o bleo, o feultrin ha toud ar rest... Hañ! Paol a goñvertiso ahanoh ha mad vo greet deoh!

MACHA

Te n'out nemed eur glabouser, Nuz a Gergour. Gwelloh e vije dit distrei d'ar gêr dioustu da zoursial euz da chatal o vervel gand an naon ouz o stag, eged beza amañ oh ober da archer da heul Paol.

NUZ

Peoh, va gwreg, gand da deod naer-wiber, peoh! N'eus netra ken etrezom, abaoe ma'z on bet dibabet gand Paol evid beza e vreh sekulier, e verour hag e archer... Da genta toud am-eus da glask eur plah yaouank gwerh gouest da reiza an amboubal. Ha e houllennan diganeoh, Bazizien, piou zo gwerh dre amañ?... Arabad deoh komz toud asamblez... (*Responst ebéd*). Piou zo gwerh? a houllennan... Penaoz? Hini ebéd? N'eo ket posubl! Ne vije maouez gwerh ebéd en Enez-Vaz... O!

EUR WRAH KOZ

Eo, me zo gwerh... Biskoaz n'am-eus kavet gwaz ebéd d'emell ouzin.. Me lar deoh, va buhez n'eo ket bet eun ebat, selaouit...

NUZ

Chwi, Mémé, a zo re goz. An Amboubal a vije spontet ganeoh hag a redfe kuit... Red eo kaoud eur plah yaouank, hag unan goant c'hoaz... Evid eun enor ken braz, piou a zo prest?... Hini ebéd?

MORRIGAN

Va zad, ne vo kavet en Enez-Vaz na gwaz na maouez na den da vond d'an Amboubal dre drubarderez...

NUZ

Den ebéd! Neuze, Morrigan, va merh, te eo a yelo da staga ar stol ouz gouzoug an amboubal...

MORRIGAN

Me, va zad?

NUZ

Ya, te eo a yelo...

MACHA

Ha kollet eo da benn ganit, Nuz? Kas da verh d'ar maro...

NUZ

Kemer a ran skwer war tud vrudet euz an amzer goz a zo bet prest da zakrifia o bugale evid plijoud da Zoue, Abraham, ha meur a hini all...

MACHA

Tad dinatur! Biken ne asantin d'eun torfed ken euzuz! Pe neuze e rankor bale war va horv.

KONGAR

(*O vriata Morrigan*). Ha me, va muia-karet, a zivenno ahanout...

MORRIGAN

Va zad...

NUZ

Peoh! Ne houzañvin koñtestasian ebéd. Eur verh minorez a rank senti ouz he zad... Te a skoulmo ar stol vinniget. Soñj pegement a enor a gouezo war da dad ha war da famill.

MACHA

Enor! Enor! Ha buhez da verh, sah ourgouill?

MORRIGAN

Va zad, atao am-eus bet sentet ouzoh, nemed ma hourhemennit din ober fallagriez...

NUZ

An urz eo an urz, ha te a zento, plahig, pe e taolin warnout va male-

dikcion, hag e vi kaset da blah-saout pe dalhet kloz en eur gouent bennag... Gra da zoñj, va merh. (*An oll dud a zav o mouez evid kumu-jenni Nuz*).

NUZ

Bremañ eo poent din mond, kenkaz e-nije Paol Aorelian ezomm euz nerz va breh ha va hleze. Pa vo an heol o vond da guzad er mor a-dreñv Enez Sieg, e teuin endro asamblez gantañ hag e vo greet e jeu ouz an amboubal milliget. Deus, Bristok, va mevel, d'am zikour da bignad war gein va hazeg. (*Mond a reont kuit*).

Pa grombez an istorel, eñez Sieg, eñez an amied oñz a
Koueret eñez Sieg, eñez an amied oñz a
Pa vezet trichel gant an istorel, eñez Sieg, eñez an amied oñz a
Eñez Sieg, eñez an amied oñz a
Eizved arvest

(*O ouela*). Biken, biken ne lezin va merh...

MORRIGAN

Biken, biken ne rin droug d'an amboubal. Kentoh mervel...

AN OLL

Kentoh mervel!

KONGAR

Setu-ni lakeet gwall nehet! Petra da ober? Paol Aorelian hag e vigned a zo ganto an nerz hag ar galloud, harpet int gand penn u braz ar vro, ar Priñs Wizur ha Roue Frañs Childebert kenta e-unan. Ha ni, paour-kêz Bazizien, penaoz e hellsem stourm outo?

MOGIS

Neuze n'eus nemed plega d'ober hag en em renta a-raog an emgann?

AN OLL

Nann! Nann! Ni en em zivenno!

KONGAR

Ar gwella da ober eo goulenn e ali digand an Amboubal e-unan. Meur a wech e-neus on zikouret pa vezem en trabas.

MOGIS

Ya, an Amboubal a roio deom eun ali mad ma houlennom digantañ.

AN OLL

Goulennom, goulennom digand an Amboubal!

Amboubal, doue Enez-Vaz,
Ni a zo hirio en trabas.
Deus, Amboubal, leun a furnez
Da ziskouez deom da vadelez.

Gand nerz ha galloud da spered,
Gand furnez da skiant-prenet,
Te ' gavo ar feson gwella
D'on divenn ha d'on dizamma.

(An Amboubal en em ziskouez. Youhadennou a levenez).

Klevet e-neus an Amboubal
Or mouez trueuz o krial,
Trugarez dit madelezour
Da zond adarre d'on zikour.

AN AMBOUBAL

Bugale, klevet am-eus ho pedenn ha gouzoud a ran emaoch en nehamant ablamour d'ho karantez evidon. Siwaz, galloud Paol hag e dud a zo brasoh egod va hini. Me n'on nemed eun doue bihan en e gozni. Gand ar Groaz hag an Aviel, ar relijion nevez ema Paol Aorelian o skigna hounezo tamm-ha-tamm war ar hredennou koz. Evel-se eo bet divizet a-viskoaz gand Mestr ar Blanedenn.

MOGIS

Neuze n'eus nemed plega d'ober, senti ha gouzañv beza gwasket. Ha te, Amboubal, te a vo stlapet er mor.

AN AMBOUBAL

Gortoz, gortoz, va faot. N'eo ket evel-se e tremeno an traou evidon. Amañ, er horn-mañ euz an Arvor, or hredennou koz ne yarvint ket toud, en em veska a rint braoig gand ar hredennou nevez, da lakaad enno eun tammeig douster, evid ma ne yelo ket an oll levenez da goll.

MOGIS

Ha te, Amboubal, petra 'teui da veza?

AB AMBOUBAL

Me a jomo ganeoh, nemed e rin van da verval. Al loan a gouezo er mor ne vo ket me e vo.

MOGIS

Ne gomprenan netra. Penaoz 'ta?

AN AMBOUBAL

Pa vezet trehet gand an nerz, eo red respont dre ijin. Hag ijinet ameus eun dro gaer...

MOGIS

Eun dro gaer? Mall am-eus da houzoud...

AN OLL

Petra? Petra eo?

AN AMBOUBAL

Tostait ha digorit ho tiskouarn... An dud-ze, Nuz hag ar re all, a zoñj dezo on-me eun dragon pe eur sarplant spontuz...

MOGIS

Ya, gevier ha koñchenou a beb seurt a vez dislonket diwar da gont e Rosko hag e Kastell.

KONGAR

An amboubal, emezo, e-neus eul lost teo, eur plipenn ruz ha dre e henou e taol tan ha möged.

AN AMBOUBAL

Mad! Neuze ni a ziskouezo d'an dud-ze, peogwir int ken hegredig, eun Amboubal hervez o faltazi, eun Dragon gand skilfou ha skant.

MOGIS

Med peleh e vo kavet eun Dragon euz ar seurt-se?

AN AMBOUBAL

Ni eo a fardo anezañ gand koad ha gand lien, ni eo a raio cun Amboubal faoz hag a vo eun Dragon Meurlarjez.

KONGAR

A! Bremañ e komprenan. D'an Dragon faoz-se Morrigan a skoulmo ar stol ha goude e kaso anezañ beteg ar mor.

AN AMBOUBAL

Ya, eun Dragon faoz eo a vo beuzet, ha me a jomo amañ kuzet e-bar/ va zoull er roh.

AN OLL

Ijinet mad, ijinet dreist!
Greom eun dragon faoz gand koad ha lien!
Greom eun Dragon Meurlarjez!

AN AMBOUBAL

N'eus ket amzer da goll. Oll d'al labour! Kit da gerhad peadra da farda eun Dragon strafuilluz.

Koroll ha kan

Ni 'fardo eun dragon spontuz,
Unan hervez faltazi Nuz,
Dezañ lost hir ha teod forheg
Eur Sarpant gand paoiou skilfeg.

Pegwir e fell da dud Rosko,
Da re Gastell ha tro-war-dro
E vije amañ eun Dragon,
Ni a ziskouezo eur Grifon.

Ni a raio eun êrouant
Vo heñvel ouz eur haimant,
Eur sarpant euzuz da weled
Hag a strinko tan ha moged.

JADONIS

... a man va leod ar mordai o chub doff l'ouest... olc mordai...
... a berc'h bedenn... et... jument o uch un zo... a treñv... gac'h...
... a dorn... et... a... et... a... et... a... et... a... et... a...

Naved arrest

Degved arvest
(Ar memez Ich. Deuet eo mare ar zerr-noz).

MOGIS

Mad! Pean on-eus bet, med echu eo al labour. Prest et an Amboubal Meurlarjez.

KONGAR

Hag eun aneval spontuz da weled eo, gand toud ar pez et bravez eun Dragon da gacud, hag cuspenn zoñen, rag n'm ket bet piz war an danvez.

MOGIS

An dud ne gredint ket tostaad, pa welint eur spontaill ken skrijuz.
(Bazizien a erru).

KONGAR

Pep hini ahanch a oar emichañs petra e-neus d'ober. Te, Mi rrigan, a zacho war an nask; c'hwi ho-taou, bugale, Klunik ha Nikklu, a vezet en diabarzh ob ober dezañ bale... Komprenet 'peus?

KIUNIK ha NIKKLU

Ya, komprenet on-eus.

MOGIS

Gand eun ardiivink ispisiañ en e gory, an dragon a daolo moged ha tan dre e fronellou ha dre e benn-a-dreñv, ha setu amañ eur hornboud da zistaga bleñjadjennou heñvel ouz re eun taro e kounnar. Grit eun taol-êsaë, ma vo gwelet. (Ar horn a zo lakeet da voudal). Mad! Bezik prest da hoari ho perz en abadenn.

KONGAR

Hastom afo! Hastom! Heb dale e tiskeno an heol er mor a-dreñv
Enez Sieg. (*Klevet e vez an dud o tostaad. Ar merhed devod a zigouez en eur bedi, ha diwar-lerh Nuz, Bristok ha Macha.*)

Sainte Foy

Degved arvest

NUZ

A! A! Amboubal milliget! Deuet eo da eur ziweza. Bremaig e vi stlapet war da benn er mor. Plouf! Kouik! Echu ganit, loan daonet! Sell! Tufa 'ran warnout. (*Eun trouz a glever ha dioustu Nuz a ya war e giz*). Bristok, va faotr, bez atao war evez kenkaz e vele da vestr en danjer. Poent braz eo da Baol Aorelian erruoud.

MACHA

Ya, poent eo a-raog ma ne vo saotret ganit da vragou adarre.

NUZ

Ha te, va merh? Prest out emichañs d'ober enor d'az tad en eur vond kaloneg da skoulma ar stol vinniget endro da houzoug an Amboubal?

MORRIGAN

Prest on, va zad, peogwir eo ho polontez. Ya, prest on da lezel va buhez dindan skilfou an Dragon ha da veza devet gand tan e frenelou.

MACHA

(*d'he gwaz*). Kalletoh eo da galon eged reier Enez-Vaz, Nuz, den fal-lag ha droug. Ma'z eo gloazet da verh, te a bako diwar da ler, me lar dit, pa vim distro da Gleder. Sell! (*Dihasta a ra eun taol dorm war e gein, ken a ra trouz ar plakou houarn*).

NUZ

Peoh, maouez divergont. Arabad dit ober skañdal e-pad al lidou. Plas! Plas! Setu Paol Aorelian, an avieler...

Unnegved arrest

PAOL

(*a bign war ar mén*). Breudeur ha c'hoarezed, ema an heol o tiskenn hag an noz prest d'en em leda war an douar. Poent eo teuler er mor an amboubal diaouleg, arouez ar hredennou faoz, ar vuhez laosk, mestr ar Zabat, an ebatou noz hag an dañsou orgeduz ha gadal. Goude sakrifis an Droug-Spered, ar Groaz a vez treh, hag an Iliz e kement korn euz a Vro-Leon, a deuio da veza diwezatoh Douar ar Veileien. Chwi, Bazizien, heñvel ouz ar re all, a raio pinijenn, yun ha vijil, ar merhed a vez modest hag aketuz d'o deveriou. Me oar ar merhed o-deus faoutou braz, med piou zo kaoz? Chwi, gwazed, noz-deiz o planta pennadou enno. Diwar-vremañ, arabad e vefe ken diskarga an teil en toull-ode, med e-kreiz ar park. Evel-se ne daolo ket Lusifer, roue an Deñvalijenn, e grabanou warnoh evid ho kas da leski e tan an Ivern, med goude eur pennadig er Purgator, e tigoro dirazoh frank ar Baradoz. Evid se ne vo ket a-walh teuler er mor an Amboubal, red e vo ouspenn disramma euz ho kalonou amboubal ar Pehed, amboubal an Ourgouill, amboubal al luxur. Amen!

AR MERHED DEVOD

Ora pro nobis!

PAOL

(*Tenna a ra e stol*). Ha bremañ peleh ema ar plah yaouank gwerh a zo bet dibabet evid kaoud an enor da skoulma va stol vinniget endro da houzoug an amboubal? Peleh emei, Nuz?

NUZ

Amañ emei, aotrou Paol. Va merh Morrigan he-unan an hini eo. Ha gwerh eo, me henn asur deoh.

PAOL

Taol evez, Nuz. War ar poent-se ne ouezer Morse gand ar merhed... Deus tostoh, plah yaouank, kemer va stol zantel ha kerz dispont

daved an Amboubal. Gra da zever gand umilité evid gounid ar vuhez eternel.

NUZ

Ma c'hoarvez eun droug bennag ganit, va merh, te a yelo d'ar Baradoz war-eeun.

MACHA

Staoter! Foerer!

MORRIGAN

Prest on da vond, va zad. (*Poka a ra da Gonkar ha d'he mamm*).

PAOL

Bale dispont, va merh. Divennet out gand galloud dreist-naturel va stol vorzuduz. Ne hoarvezo nemed ar pez a dle c'hoarvezoud. Krohenn an amboubal a zevo, a lesko, a grazo, ken e fello dezañ en em deuler er mor da glask freskadurez, hag aze e vo beuzet peogwir ne oar ket neuï... Med da genta eo red tenna an aneval euz e doull. (*Mond a ra beteg an toull er roh. Da heul ez eus eur hurust gand eur zaillad dur benniget. Goude beza skuillet dur gand ar sparf, e sko gand e vaz teir gwech war ar roh*). Dragon, Sarpant, Erouant pe Amboubal, servicher Lusifer, en ano ar gwir Doue, dre nerz ar Groaz hag an Aviel, dre urz an Iliz ha galloud va stol vinniget, peogwir out bet barnet d'ar maro dirag Lezvarn an Tad Eternel, deus er-mêz, deus er-mêz, deus er-mêz! (*Skuilla a ra adarre dur benniget jounnuz. Trouz a glever e diabarz ar roh*).

NUZ

Diwallit, tudou, hag it war ho kiz. Arabad chom re dost gand aon da baka eun taol lost pe da veza mouget gand an êzenn a zistlonk an érouant. Ar mammou a zo pedet da zerhel ganto o bugale friou kuriuz.

GUDUAL

(*Ca erru d'ar poent-se gand e varhadourez*). Rochedou, brageier-dindan, slipou, spillou, nadoziou...

NUZ

Malloz Doue! Hemañ adarre! Kerz pelloh, Gudual. Divennet eo ober konvers e-pad al lidou relijiel.

PAOL

Amboubal, ne dalv ket ar boan dit ober da benn fall. Dond a ri ermêz a-benn ar fin, pe e rankin mond da gerhad ahanout. Deus, amboubal, ha diskouez da volonteaz vad. (*Trouz a glever, blejadennou, grougnadennou, moged a zav*).

NUZ

Hañ! Dond a ra beh warnañ. (*An Dragon a ziskouez e benn*).

AN DUD

O! Sell 'ta! Peseurt loan spontuz... Euzuz eo... Strafuilluz! Skrija ran... (*Eur vaouez a gouez semplet, unan all he-deus eun iaol neren-nou. Kaset int kuit war eur hravaz*).

PAOL

Morrigan, stol anezañ, stol anezañ buan, a-raog ma ne daolo e vinim. Pedom ha kanom asamblez.

AR MERHED DEVOD

(*a gan en eur zañsal eun dañs pounner, fentuz*).

Stolia, stolia ar Sarpant droug,
Ar stol buan war e houzoug
Ma vo kaset war-een d'ar mor
E leh ma kollo e imor,
Stolia, stolia ar Sarpant droug,
Skoulm ar stol dezañ war e chouk.

NUZ

(*a hop euz a bell*). War-raog, va merh, war-raog kit! Evid gloar da famill, evid enor da dad, war-raog. (*Morrigan a skoulm ar stol, ar Sarpant a zistag taoliou lost, a daol moged ha tan en eur vlejal hag en eur ziskouez e fulor*).

PAOL

Ha bremañ d'ar mor, war-een d'ar mor heb damanti.

NUZ

(*D'an dud*). Deuit, tudou, deuit da heul e prosesion... Hag eun tammig urz, mar plij. Ar baotred da genta, hag ar merhed d'al lost. (*Ar brosesion en em stumm hag a ra diou pe deir gwech tro al leurenn, en eur gana hag en eur zañsal*).

Kaïv d'an Amboubal

Kenavo dit, Amboubal kér,
Kenavo dit, siwaz, a-jamez,
Red eo senti ouz al lezenn,
Erru eo bremañ an termen.

Kenavo dit a lavarom,
Amboubal ken karet ganeom,
Dre urz kaled an abostol,
Amboubal, te zo en argoll.

Evidom peseurt ranngalon
Koll eun Amboubal ker mignon!
Kenavo dit, Amboubal kék,
Kenavo, siwaz a-jamez.

PAOL

A-walh a ardou evel-se. Morrigan, sach kreñv war ar stol ha kas anezañ war reier Penn-Baz, ma raio er mor e lamm diweza.

NUZ

Klevet 'peus, Morrigan. A-walh a sirk evel-se, hañ? (*Morrigan a va war an tu kleiz en eur zacha war nask an Dragon. Tid a jom war al leurenn hag a lavar ar pez a welont*).

MOGIS

O! Emaint erruet war ar reier. Paour-kéz Amboubal merzeriet! Nag a boaniou a rank añduri! Pebez añgoni a houzañv!

MAEL

Ne glask ket enebi na tenna a-dreñv, evel ma vije mall gantañ spluja en dour fresk da glask eun tammig freskadurez, kement eo devet e grohenn dre halloud ar stol vurzuduz.

LILIAN

A! Bremañ e ra eul lamm!... Plouf... Eet eo diwar wel! O! (*Ober a reont van da ouela. Trouz eur hor y koueza en dour a glever hag eur vlejadenn spontuz*).

Daouzegved arrest

(*Ar brosesion a deu endro war al leurenn. Bazizien a ra van da hirvoudi.*)

PAOL

An traou a zo tremenet mad. (*Digas a reer dezañ dour da waliñ e zaouarn*). Eun amboubal nebeutoh war va hent. (*Da Vorrigan*). Droug ebed, plah yaouank? Pa lavaren dit kaoud fiziañs e nerz va stol vinniget. Ro anezi din endro, eur wech all bennag e hello servicha marteze. (*Kongar a stard Morrigan etre e zivreh*).

NUZ

(*D'an dud o hirvoudi*). Peoh bremañ. Diskouezit laouenidigez, Bazizien, eur vez eo deoh dougen kañv d'eun amboubal.

MACHA

Ha te, stank da henou, glabouser, foerer...

NUZ

Peoh! Bezit sioul! Paol Aorelian a zo o vond d'ober eun deklarasion.

PAOL

(*a bign war ar mén*). Trugarez deoh, Bazizien, ha sehit ho taelou. Normalizet eo an traou en Enez-Vaz. Bremañ pa eo beuzet an amboubal, ar relijion nevez a gemero gwiriziou en ho touez. Skléríjenn ar wirionez a lugerno warnoh evel goulou eun tour-tan hag e helloh heulia lezennou an Iliz hag he gourhemennou...

AR MERHED DEVOD

Yun a ri an Daouzeg-Deiziou.
Ar Horaiz ha ar Vijoù...

PAOL

Kerzit e peoh, Bazizien, ha na behit mui. Te, Nuz a Gergour, va zer-vicher feal, enor dit evid beza prestet din nerz da vreh ha dorm da verh. Da famill, e-doug meur a gantved, a gresko hag a strujo war douar Bro-Leon. Ha peogwir n'e-peus ket tehet dirag an dragon, daoust d'ar spont a waske da vouzellou, me a ro dit an aotre da zougen hiviziken eun ano enorabl: Kergournadeh a vo da ano, da lava-red eo « an hini na deh ket »: Ker-gour-na-deh!

NUZ

Kergournadeh! Trugarez deoh, aotrou Paol... Kergournadeh na deho-biken! Hei! Ho! (*Diskouez a ra e laouenidigez en eur zañsal gand Bristok*).

MACHA

Da genta ne oa nemed troet e Benn, bremañ eo eet sod da staga!

PAOL

Hag an toull e Penn-Baz, el leh m'eo kouezet an Dragon milliget, a vo anvet « Toull ar Sarpant », klevet e vo ennañ mouez ar Sarpant o krozal e-pad an nozveziou gwall-amzer. Ra vezoo greet va bolontez. Amen!

AR MERHED DEVOD

Gaudeamus igitur! (*Mond a reont kuit en eur gana pedennou. Ne jom mui war al leurenn nemed Bazizien. An Amboubal en em ziskouez war dieuzou e doull*),

Trizeged arvest

AN OLL

You! You! Yehed ha buhez hir d'an Amboubal! (*Mond a reont endro dezañ*).

AN AMBOUBAL

Evel ma lavare Paol Aorelian, eo tremenet mad an traou! Paol hag e dud a gred dezo stard n'eus Amboubal ebed ken en Enez-Vaz. Hag ar helou euz va maro a vez skignet heb dale war an douar-braz. Evel-se e vo skrivet an Istor.

MOGIS

Pep hini e-neus c'hoariet mad e berz, evel ma oa bet divizet. Nuz hag ar re all ouz e heul o-deus gwelet eun dragon hervez o faltazi. (*C'hoarz*).

AN AMBOUBAL

Bremañ Paol Aorelian a jomo e Kastell e leh ma savo eun Iliz-Veur hag a vez o anvet da eskob gand sikur ar Rue Childebert kenta. Chwi, Bazizien, a vevo trankil gand ho kizicu kez e-pad pell amzer, da vihanna beteg mare an douristed... hag al lanc du.

MOGIS

Ha te, Amboubal, chom a ri ganeom?

AN AMBOUBAL

Ya, chom a rin ganeoh, kuzet e toull ar roh, ha daoust da Baol Aorelian, da Nuz, ha da reolennou striz ar relijion nevez, amañ en Enez-Vaz, e vevo al levez. Ha goude va maro...

AN OLL

Ne varvi ket... Te zo diavarvel!

AN AMBOUBAL

Pa vin maro, eun Amboubal all a gemerc va flas, Rag eur heloù mad am-eus da gemenn dech, Bazizien...

AN OLL

Aaah!

AN AMBOUBAL

Va farez muia-karet he-deus dozvet eur vi... (*An amboubalez, eur vaouez koant meurbed, heñvel ouz eur vorganez, a deu war wel, o tougen eur mell vi braz. An oll a ziskouez laouenidigez*).

Kan ha koroll

En Enez-Vaz zo bepred
Eun Amboubal, eun amboubal
En Enez-Vaz 'n toull kled,
Eun amboubal, eun amboubal,
Eun Amboubal zo kuzet.

Daoust da urz an Aotrou Paol
An Amboubal, an Amboubal,
Daoust da urz an aotrou Paol
An Amboubal, an Amboubal,
A zo karet gand an oll.

Hag hirio evel gwechall,
An Amboubal, an Amboubal,
Hag hirio evel gwechall
An Amboubal, an Amboubal,
Ni a gendalh da zañsal.

Ni a gendalh da zañsal,
An Amboubal, an Amboubal,
Ni a gendalh da zañsal,
An Amboubal, an Amboubal,
Ha da hoarzin kemend-all.

Per-Mari Mevel ha Naig Rozmor.

O haloupad war henchou Breiz-Izel

Eun enklask war ar brezoneg

X

E kôze an Tregeriad-ze, evel en hini meur a Dregeriad all, re vord ar mor da vihanna, em-eus kavet aliez meur a her digaset e Bro-Dreger gand tud deuet euz Bro-Leon. An dra-ze a zo c'hoarvezet koulz lavered e toud parreziou bord ar mor, euz Montroulez beteq Landreger. Perag? Abalamour ma'z pus deuet, euz Bro-Leon, dreist-oll euz Rosko, euz Kastell-Pôl, euz Sibiril, euz Kieder, euz Plougouloum..., eur bern tud da en em skigna dre eno. Deuet int eur pennad brao zo dija, goude ar brezel braz kenta ha muioh c'hoaz abaoe ar brezel diweza, da feurm e pe da brena douarou ha tiegeziou dilezet gand o ferhenn. Eno e kavent douarou ha tiegeziou brasoh kalz gwelloc'h marhad eged en o bro. Enno e lakaont legumach: artichaot, kôl-fleur ha patatez. En eur zond er vro, e-deus renevezet enni ar feson da labourad an douar ha greet outañ euz a dreud ma oa pa 'doa kemeret anezañ, eun douar druz ha pinvidig. Kalz gwelloc'h en em denmont gantañ eged na ree ar re a oa eno en o raog. An dra-mañ n'eo ket eet heb hegasi meur a hini endro dezo ha lakaad lod zoken da veza jalouz outo.

Al Leoniz-se a zo en em gavet eno hini hag hini gand o famill dre ma kavent douar libr. Tamm ha tamm ez int en em skignet. Tamm ha tamm o-deus skignet endro dezo o feson da labourad. Tamm ha tamm o-deus iveau skignet da heul o feson da gaozeal, dreist-oll ar feson da zistaga ar geriou. Evel-se eo ez eo deuet ar ger tregeriad « de » da weled kemeret e blas gand ar ger leonad « devez ».

An dra-mañ a hell marteze rei deom da gompren gwelloc'h ar pez a oa c'hoarvezet gwechall e Breiz, d'ar bemped, d'ar c'hwehved ha d'ar zeizved kantved, pa oa en em lakaet Bretoned Bro-Zaoz da dehed dirag ar Zaozon ha da zond da chom e-barz. Ar re-mañ o-doa neuze en em skignet dreist-oll e Bro-Dreger, e Bro-Leon hag e Bro-Gerne. Ar beurvrasa anezo marteze a oa deuet trañkil ha sioul evel a-nevez 'zo Leoniz e Bro-Dreger. Rag d'ar poent-ze ne oa ket tost kement a dud e-barz ha bremañ. Ha pa weler hizio kôze tud Leon o lakaad da cheñch hini an Dregeriz a zo endro dezo, n'eus

46

ket da veza estonet ma 'doa gwechall lakaet ar Vretoned deuet euz Bro-Zaoz da cheñch hini tud ar vro, hini ar Halianed, pe gentoh mesket o hini gantañ.

Lod euz tud bord ar mor e Treger a zant mad emaint war ar poent-ze o vond da blega d'al Leoniz. Hag an dra-mañ a hegas anezo ived.

Med war va hent em-eus gwelet estreged bord mor Treger « kolonizet » er memez mod gand tud deuet euz eur horn all. Ar Vigoudenned o-deus greet e kostez Kraoñ, Rozkañvel ha Kameled, evel al Leoniz e Bro-Dreger.

E Rozkañvel em-eus bet mil boan o kavoud da respont d'am goulenouen den ganet er barrez. Eno emañ bremañ koulz lavered toud an tiegeziou etre daouarn Bigoudenned pe eun nebeud tud deuet euz eur barrez all bennag diwar-dro. Gwazed ar barrez o-deus oll kuitaet ar vro da vond da vartolod pe d'an arme. N'em-eus kavet ganet er barrez nemed eur vaouez a zeiz vloaz hag hanter-kant hag a vez kemeret gand ar merhed all evid eur vaouez eun tamm inosant (ha goulskoude n'eo ket tost dezi bêza). Perag? Abalamour ma 'deus dalhet da chom da labourad en tiegez ma oa ganet en-naf. N'eus nemeti o veza kendalhet evel-se. Toud merhed an tiegeziou all a zo eet pell a zo da Vrest, da Doulon, da Cherbourg, greet fae ganto war ar beizanted evid dimezi d'eur martolod pe d'eun archer bennag. An dra-mañ ne lavar ket ne blije ket ar vro dezo, rag, kerkent ha ma 'dez bet o gwaz e retréd, e teuont adarre da veva d'an ti dilezet ganto en o yaouankiz. Al labour-douar eo e kuitaont, n'eo ket ar vro eo.

Gwaz ar vaouez-mañ, evel ar re all, n'eo ket euz ar barrez. Deuet eo euz parrez Sant Vig, tregon pe zaou-ugent kilometr euz Rozkañvel.

E Kraoñ em-eus gwelet eul lodenn euz ar vro, eur harter a-bez, koulz lavered « kolonizet » en eur mod all, toud ar begad douar a vez anvet « Beg ar Havr », an hini pella en tu all da Vorgad war-zu ar mor braz.

War ar begad douar-ze ez eus meur a gériadienn vraz, kériadiennou brao evel hini Roztudel, an hini bella. Ar hériadiennou-ze a zo enno deg pe zaouezeg ti pe ouspenn. Ar re-mañ a zo oll tiez koz bihan, izel, a-veh uhelloh eged al lann hag an drez treud endro dezo, krapet ouz an douar, tro o hein d'ar gwalarm, evel evid harpa gwelloc'h ouz tourtadou gouez an avel foll e-pad ar goañv.

Toud koulz lavered ez int bet dilezet gand ar re a oa o chom enno gwechall, peizanted ha pesketaerien. Med prenet int bet gand tud all, gand tud euz Brest, gand Panzianed ha zoken gand estrañjourien, Beljed pe Almanted, gand tud hag a ne deuont da veva enno nemed beb an amzer, lod daou zevez da fin ar zizun, lod all pemzeg devez da Bask hag eur miz e-pad an hañv.

47

E Roztudel ez eus c'hoaz eur pesketaer koz bennag, pevar pe bemp, hag a vev eno o-unan evel gwechall an ermited en o lochenn.

Pa en em gavan eno evid va enklask, d'ar zeiz warn-ugent a'viz ebrel 1971, ez an dioustu en ti kenta digor. An hini bihanna eo, kredabl. Marteze ar paourra, rag al leur-zi a zo c'hoaz e pri-douar. Kavoud a ran ennañ eun den oajet braz dija. « Pemzeg vloaz ha tri-ugent em-eus », a lavarlo din goude. Pesketaer eo bet. Bremañ emañ en e retred pell 'zo. Med solud eo c'hoaz. E benn zo ruz evel hini ar re o-deus bevet atao en êr vad ar mor hag a zo kaledet o hrohenn gantañ.

Laouen eo o weled ahanon o tond en ti, rag pa ne vez ket eno ar re o-deus prenet an tiez all en e gichern, ne wel den ebed koulz lavared nemed an tri pe bevar besketaer all chomet eveltañ en o zi, en desped da hoant o bugale da weled anezo o vond da chom ganto e kér.

Goulenn a ran digantañ ha gouzañv a ray respont da houllennou an enklask. « Ya, sur. Perag ne rafen ket? Med karoud a rafen e vije amañ ganeom unan euz va hamaraded a zo aze o chom e-kichenn. It da houllenn digantañ. Ma koñzant-eñ dond ganeoh ez on prest da labourad ganeoh.»

Me ne houllennan ket gwelloh. Evid eur seurt tra e ya aliez kalz gwelloh an traou gand daou egded gand unan nemedken. Pa deu da unan chom boud, egile peurliesa a gav ar pez a laka anezañ da zac'h. Aliez zoken an eil e-nez eun dra bennag da beurechui ar pez a vez deuet gand an hini kenta; ous-penn dre ma vezont daou, e teu ganto ar respontou kalz ésoh ha kalz gwelloh.

Mond a rəñ neuze d'an ti all. Eno e kavan eun den a memez oad, heñvel-poch ouz egile, laouen eveltañ. Ne ra ket muioh a ardou evid koñzanti respont d'am goullennou. « C'hoant em-jié goulskoude, emezañ, e vije iver ganeom ar hamarad a zo aze en ti all.» Hag ez an c'hoaz da weled hennez. An tri ganford-mañ, kredabl, a zoñjan, a dile tremen toud o amzer o konta kôziou asamblez hag a ne blii ket dezo beza pell an eil ouz egile. En trede ti e kavan eur pesketaer koz all, heñvel ouz an daou genta: ar memez oad, ar memez gwiskamant gloan glaz-du, ar memez kasketenn, ar memez boutou-koad, ar memez penn rostet ha kaledet ar hrohenn warnañ gand an avel-vor hag an dour-zall.

Med toud an dra-mañ e-neus kemeret eun tamm brao a amzer hag emaom re ziwezad evid ober va enklask a-raog lein.

En eur vond da zebri va fred da Vorgad, e teu din soñjal e kav mad peuruia ar besketaerien eur banne gwin hag e prenan eur voutaillad, eul litrad

kentoh, hini kreñv, hini mad, a hellin kinnig dezo e-pad an enklask.

Pa en em gavan, da ziv eur, e ti bihan an hini am-oo gwelet da genta, e kavan anezo o-zri o hedal ahanon, azezet ouz an daol, war ar bank koad, dirag ar prenest bihan. O konta kôziou emaint, ganto beb an amzer eun taol farserez hag a laka anezo o-zri da ziroll da hoarzin. Med kavoud a ra din ez eo o hoarz eun tamm kreñvoh egded kustum. Santoud a ran n'int ket ken trañkil bremañ hag er mintin-mañ. Evel eun tamm herrder a zo enno, kredabl o soñjal e rankint bremaig kôzeal dirag ar magnetofon.

Mad em-eus greet digas ganen ar voutaillad win. Homañ a raio buan d'an tamm herrder mond kuit.

He lakaad a ran war an daol. Neuze an daoulagad o vervi, ar joa war o fas a ziskouez sklêr din em-eus skoet just. Va zri ganford, kerkent ha ma 'deus tarñvêt eul lonkad a zo prest da respont d'am goulennou. Ne 'deus aon ebed rag netra.

Ar respont a deu buan ha sklêr gand unan pe unan anezo hag an daou all goude a rank iver taol o zeodad d'o zro, a-wechou gand eun tamm farserez. Beb an amzer e teu d'o spered dilezel ar goulenn hag ar respont evid mond da spega ouz eun dra bennag all. Er mod-se, e teu a-greiz-toud da unan anezo lavared din: « Plijadur a-leiz ho-peus greet deom, aotrou, o kinnig eur banne gwin deom. Ar vartoloded a blii dezo ar banne gwin ruz. Med arabad deoh mond da gredi e vefent mezverien. Nann, ma kavont mad o banne eo abalamour ez eo kaled o micher. Pa vezont war ar mor en umidite hag er yenien, eun tamm bara hag eul lonkad gwin a laka tommader da zond hag a ro nerz dezo.»

Hag an enklask a ya ganto brao, merket ingal beb kard eur ha beb eur gand taoliou skiltruz an orolach vraz.

Pa'z an kuit ez on kontant ouz va zri martolod hag ind-i ken kontant ouzin. Eur pennad plijadur on-eus bet asamblez. Med soñjal a ran iver buan gand tristidigez ne vo den ebed ken eno, a-benn sez pe eiz vloaz amañ, pa varvo an tri den-ze, da zerhel beo ar brezoneg en eul leh ma oa ken kreñv tregont pe zaou-ugent vloaz 'zo.

Red eo kredi ez eo tud lent ar besketaerien, da vihanna re Graoñ ha re Gamaled. Ne felle da hini ebed beza e-unan ganen e-pad an enklask. An hini a oan eet d'e gavoud e Kamaled a oa bet roet e ano din er méri gand an eil-mêr. Hemañ a anaveze mad anezañ.

An den a oa o chom war hent Lagad-Yar, e neh an dorgenn, tost d'al leh

ma 'mañ ar mein-hir brudet. Pa welan anezañ ez eo c'hoaz eur paotr kaer. Beza ma 'n-eus ouspenn deg vloaz ha tri-ugent, ez eo c'hoaz sonn ha kreñv. E vleo a zo stank ha du. Ne vije ket roet e oad dezañ. Bet e oa eur pennad mad martolod war listri-brezel. War ar re-mañ e oa bet e pevar gorn ar bêd hag e-noa bet poan a-leiz, dreist-oll gand ar yenienn hag ar skorn, war ar re o-deze da heulia evid o divenn al listri-karg a yee da gas armou euz an Amerik beteg ar Rusi dre voriou an hanternoz. Goude, skuiz marteze o foeta bro, e-noa echuet e amzer e porz Brest e-giz « veteran ».

Gina a reas eun tamm a-raog koñzanti respont d'am goulennou. « Koñzanti a rin, emezañ a-benn ar fin, gand ma leuskoh ananon da bedi daou amezeg, daou gamarad koz, da zond amañ ganen. » — « Bo! Ma 'peus c'hoant, a res-pontan dezañ, perag ne deufe ket ho taou gamarad amañ? Lakom 'ta e teuint da ziv eur hag e stagom neuze gand al labour. Med arabed dezo beza diwezad. » Petra e-noa treuzet penn va den, pa houlenne an dra-ze diganen? It da houzoud. Lentidigez? Marteze. Med poan em-eus o kredi. Disfiziañs? Kentoù, evel marteze e penn paotred Roztudel. Beza ma oan deuet a-berz an eil-mêr, n'e-noa ket kalz fiziañs. Med dirag daou gamarad, daou dest, ne gredfen ket, me, c'hoari tro fall ebed dezañ. Fin a-walh, neketa! Evel-se, ne zisplijet ket d'an eil-mêr o refuz ananon hag er memez amzer eh en em ziwall e mad ouzin. Med me, petra em-oa da ober? Me eo e oa deuet da dregasi anezañ.

Da ziv eur, krak, emaoen ti. Med eno, pebez souezenn! Eur zouezenn hag a zisplij a-walh din. E-leh an tri ganfarm a oa din da gavoud eno, e kouezan war eur bern tud, bodet evel ma vije bet da veza en ti eun taol sinema pe eur fest bennag. Piou a oa 'la eno?

Va zri lakepod, sur, a zo eno. Med eun all a zo c'hoaz ouspenn.

Hag ouspenn gwreg pep hini anezo; ha zoken c'hoaz teir pe beder baz-dotu all euz ar harter. Petra ar foeltr ober gand toud an dud-ze? Daoust ha gouest e vin da gleved eun dra bennag gand toud al laboused-ze? Med, pa'z an er gambr, e chom dioustu toud an teodou a-zav, evel er skol pa en em gave ar mesti gwechall. Med ne chomont ket pell sioul. Amzer din da lakaad va ostillou war an daol ha d'o lakaad da vond endro, e sav eur c'hoarz hag eur ragach spontuz ganto. Kroget ez eus enno eun debron spontuz da houzoud petra emaoen o vond da ober, petra a zo o vond da hoarvezoud. Ar gambr n'eo ket braz. Va zri ganfarm zo azezet endro d'an daol. Ar pevare a zo ives ganto, med dre ma n'eo ket euz Kameled, e houllennan digantañ chom sioul; hag e rai. Gouzoud a ra derhel e deod. Ar merhed a zo oll, evel en eur bern, war ar gwele. C'hoant a-walh em-iye da gemered eur valaenn ganto da daol anezo er-mêz. Med daoust ha va zri ganfarm a houzañvle neuze respont d'am goulennou? Setu e kemener warnon da zerhel eno toud ar vandenn.

Marteze ne raint ket re a drouz ha neuze ma vez re a cholori ganto, e vin atao abred a-walh da bedi anezo da leuskel ananon.

Goulenn a ran digand ar merhed chom sioul hag e giwrionez e klaskont ober gwella ma hellont. Dond a ra dezo a-wechou, hervez ar goulenn, difoñsa gand ar c'hoant da zevel o mouez ha da respont e plas ar gwaz. Med n'em-eus nemed ober war-zu enno eun tamm sell du ha kerkent e paouezont da en em zifreta.

An tri ganfarm a deu mad an traou ganto, dreist-oll an hini am-oa gwelet da genta hag emaoen o labourad en e di.

Eun dra farsuz a-walh e roont da anaoud din. O-zri emaint o chom e bourk Kameled hag atao int bet er bourk. Pa oant yaouank, goulskoude, ma oant o-zri ives e-barz, e oant en eun tu all, just war ar bord, en eur horn-douar, eur begad douar, hag a oa e parrez Kraoñ, beza ma oa ouspenn eiz kilometr euz kér-benn ar barrez. O zud hag ind-i a ree evel ma vijent bet e parrez Kameled. N'ez eent da Graoñ nemed pa veze red, pa 'deze eun dra bennag da ober er méri. A-hend-all e reent toud ar pez a hellent e Kameled: eno eo ez int bet er skol, eno eo o-deus greet o faskou, eno eo ez eent d'an overenn. Kraoñ a oa re bell. « Biskoaz, emezo, nag on tud na ni, n'on-eus gouzañvet kleved ober Kraoñ ouzom. Felloud a ree deom beza kemeret e-giz tud euz Kameled. » Pa'z an kuit, toud ar re a zo eno, gwazed ha merhed, o-deus pa-seet ganen div eur vad. Henn lavared a reont da vihanna.

Med, maleüruzamant, n'em-mo ket lakaet da zevel enno ar c'hoant da gen-derhel da gózeal brezoneg. E Kameled, evel e Kraoñ hag e Morgad, emañ ar yez koz o vond da fall. Hag an dra-mañ a zo eun domach braz, rag, hervez an eil-mêr, langach tud Kameled bremañ ne hell ken den ebed lavared petra eo na rei an ebed dezañ. Ar pez a glever ganto a zo eur meskach spontuz hag a gaver ennañ: geriou galleg, geriou brezoneg hag ives eur bern geriou all deuet lod den ne oar re euz pe leh, digaset lod gand ar besketaerien euz ar Spagn hag euz Bro-Zaoz.

Yves Miossec.

Laouenidigez ha farserez an Tri Yann

« Café du Bon Coin » gand an tri Yann.

Daou vloaz war-lerh **An heol a zo glaz**, eur bladenn uestlet dreist-oll da « Emgann Plogoñ », ez eo deuet er-mêz **Café du Bon Coin**, eun disk nevez bet enrollet gand an **Tri Yann** e Pariz e-doug an hañv tremenet. Daoust hag o-deus digaset deom eur ganaouenn ken kaer ha, da skwer, **An distro euz a Vro-Zaoz** bet enrollet ganto pemp ploaz bennag 'zo?

Evel er bladenn **Urba** (1979) e seblantont beza prederiet gand ar cheñchamañchou bet digaset d'ar vuhez gand an « arackaad » koulz er hériou (**La ville que j'ai tant aimée**) eur ganaouenn leun a varzoniez, ha war ar mèz: **An tourter**, eun destenn bet skrivet pellig 'zo gand **Visant Seite**, d'ar mare ma oa an adlocenna oh ober e reuz e-touez al labourenn-douar. Savet o-deus eun ton a lak anahom da skrija eun tamm, diouz an doare ma'z eo bet kempennet: daoust ha n'eo ket eur gwir tourter a glevet er penn-kenta, er hreiz hag en dibenn, eun trouz hag a deu da veza, tamm-ha-tamm, an eiladur, heb gouzoud deom? Gand eun tam-mig fent eo bet renket ar zon-mañ, ar pez ne ra ket a zroug.

Mar deo bet cheñchet ar vuhez e meur a geñver, eo dalhmad ken ponner chadennou micherourien 'zo er hériou braz bremañ ha re an deve-

zourien a laboure war ar mèz gwechall: setu ar pez a zo dispileget e **Complainte de Juna Madalen**, eur ganaouenn diouyezeg galleg ha brezoneg, savet ar homzou anezzi war eun dro gand an **Tri Yann** ha gand **Gilles Servat**. Atao gand ar memez fent, hag a zo iver ar pez a blij d'an dud pa'z eont da zelaou ar strollad, e kanont deom penaizo, n'eus forz pegegn modern stumm o micher, e vo red d'al labourerien kaoud eun tam-mig diskuih ha levenez kenetrezo (**Les programmeurs**).

Farsuz eo pozioù ar gavotenn iskiz anvet **Avanturioù Marian** bet skrijet gand Gilles Servat: ouspenn an doare m'eo kanet, pell euz stumm ar han ha diskant med gand a-leiz a startijenn, a lako tud 'zo da skrijha: druz eo an danvez anezzi, tud drant ha laouen, leun a fent eo an Tri Yann, ha ne gav ket deoh e vefe eun dra vad?

Tenerroh e ouzont beza iver evel er barzoneg **Kalon kadour** bet savet ganto ha kanet war eun ton gand **O' Carolan**; choazet o-deus eun nebeud toniou iwerzonad (e-mesk ar re-mañ, ez eus tri gand O' Carolan) hag a zo evel tammou diskuih e-kreiz ar hanaouenn galleg ha brezoneg.

Kan Peoc'h a zo unan euz ar brava kanaouenn war ar bladenn: dibar eo ar homzou brezoneg anezzi o veza ma n'eus verb ebed e-barz, kloza a reont mad-tre gand ar muzik, liestoni et kaer eo hag ar mouezioù zo dreist. En em houleñ a reer koulskoude ar pez a dalvez ar geriou « komz kendalc'h keltieg » aze. Domaj eo e tistagont er menez doare « kan » ha « kann », daoust ma vije bet tu d'implij ar muzik evit rei da glevet mad an daou her dishefvelze.

A-wechou en em renter kont n'int ket boaz da gomz brezoneg, med a-dra-zur, n'eo ket eun dra da veza ta-

For a Celtic future

War ar stern eo chomet al leor-mañ e-pad tri bloaz. Ha setu anezhañ o paouez dont a-zindan ar wask. Moullent kaer eo. Ennañ ez eus 330 pajenn, gand 24 skeudenn, ha 31 pennad-skrid. E saozneg eo bet savet an darn-vrasa euz ar studiennou, med kavet e vo iver e pennad da nebeuta e pep hini euz ar yezou keltieg.

Sed-amañ titiou pennadou 'zo:
A learner's selection from Breton literature and press gand **Mikael Madeg**.
Diwan or the startegy of the fait accompli, gand **Jorj Gwegen**.
Celtic spellings: n'eo ket eun avañs nah kudenn gasauz an doareou-skriva e brezoneg. En em zoñjal eun tammiq diwar o fenn a zo gwelloh!
O tizolio Enez-Vanao: traou gwelet ha klevet e-kerz eur veaj en hini vihanna euz ar broiou keltieg (e brezoneg).
Illustration et polyphonie: gwriziou don binviji-seni Breiz en amzeriou koz or bro. Ar vambard a gaver he rououd ken pell hag er 14ved kantved pe pelloh c'hoaz (e galleg).
65 lur e koust al leor beteg fin miz genver 1984, 78 I e koustou goude. Gouellen anezhañ digand **Jorj Abherve Gwegen**, ru **Bloñs**, Plouzeniel, 29260, Lezneven.

Plannedenn
Kelaouenn oll-vrezoneg
o tond er-mêz peder gwech ar bloaz
80 lur
6, ru Longue Montroulez

Beaj studi da Vro-Gembre e Miz Meurz 1984

Ema kleub breizeg oaled sosio-sevenadurel Lise Kastellin (tri ezel euz Ar Falz ouz e gas endro) o printi eur veaj studi da Vro-Gembre e sizunvez diweza trimiziad skol ar goaïv (tro ar 17 beteg ar 24 a viz meurz).

Digor e vo ar veaj studi-mañ – he fal gweled penaoz ema kont gand an diouyezegez e Bro-Gembre – d'eun nebeud tud euz diavêz al lise, e kement hag e chomo plas er harr-boutin.

Eun droiad prientet aketuz e vo, ha klasket 'vo gweled implij an diou yez er vuhez publik, en deskadurez, en tele, er hazetennou. Greet 'vo fotoiou ha dastumet 'vo diellou da zoñjal sevel eun dosier o tiskouez an diouyezegez-mañ.

Lojeiz a vo e ostaleriou re yaouank (nemed ha leh all e vefe prest an dud da baea), ha boued etre an dud a vo dreist-oil (med libr da lod da vond d'ar restaoran). Ar priz n'eo ket anavezet c'hoaz, med konta a hellit e vo ar justa posUBL peogwir eo eul Leonad piz a ra war-dro.

An dud intereset, en o ano o-unan, pe a-berz eur gazetenn pe radio benag, a rank skriva da: Mikael Madec, kelenner brezoneg, Lise Jean-Moulin 29150, Kastellin, pe pellgomz da Rener al Lise.

Emile Ernault

L'ancien vers breton

Eul leor na oa ket ken anezañ:
50 skwerenn nevez bet adkavet!

Priz- 20 lur (80g)

Moulladuriou 1983

Brud Nevez, 6 ru Beaumarchais, 29200 Brest

Brud Nevez

1. Brud Nevez, kazetenn, 10 niverenn, 572 p. 70 lur.
2. Cafflogion gand Gerallt Jones, bet lakaet e brezoneg gand J. Abasq, romant, 72 p. 20 lur.
3. Marvaillou ar votez-tan gand Per-Jakez Helias (advoulladur). koñchennou, 24 b., 10 lur.
4. Lorh, kasoni ha poan, gand Yves Miossec, romant, skeudennou gand Joel Jim Sevellec, 264 b., 40 lur.
5. Pebez Abadenn!, pez-c'hoari, gand Per-Mari Mevel, Naig Rozmor ha Strollad Plougin. 40 p., 10 lur.
6. An Isild a-heul, gand Per-Jakez Helias (advoulladur - skrid galleg nemeden), 142 b., 20 lur.
7. Ar Marichal Du, pez-c'hoari gand Visant 'n Askol, 86 p., 15 lur.
8. Piou e-neus lazer an hini koz? Eun den maro ha ne goll ket e Benn, gand Per-Jakez Helias, 32 b., 10 lur.
9. Dasson ur galon, barzoniegou gand Loeiz Herrieu (advoulladur - skrid brezoneg nemeden), 144 b., 20 lur.
10. Al liberterien hag ar brezoneg: Brug (1913-1914), gand Fañch Broudig, 284 b., 45 lur.
11. Leor lesanoiou Bro-Leon, gand Mikael Madec (advoulladur, bet kresket), 182 b., 25 lur.
12. Le Pluriel Breton, gand Per Trepos (advoulladur), 304 b., 40 lur.
13. Le Vocabulaire breton de la ferme, gand Per Trepos (advoulladur), 156 p., 20 lur.
14. Le Trésor du breton parlé, tome I, gand Jules Gros (advoulladur), 254 b., 45 lur.
15. Dictionnaire breton-français du dialecte de Vannes, gand Emile Ernault, ha stagadenn P. Le Goff (advoulladur), 320 p., 50 lur.

Ar Helennet

16. **Précis de grammaire bretonne**, gand **A. ar Merser**, 110 p., 20 lur.
17. **Ar béd o trei**, gand **Fañch Broudig**, pennadou evid al liseidi, 60 p. 10 lur.
18. **Rouanez ar Gorriged**, albom bet savet gand **Bugale Plogonneg**. 16 p., 10 lur.
19. **Tadig Fri-Hir**, leorig evid bugale 6 vloaz, 16 p., 5 Lur.
20. **Va ano a zo Korina**, leorig evid bugale 6 vloaz, 16 p., 5 lur.
21. **Yann-Vari Pennkoad** (advoulladur), leorig evid bugale 7-8 vloaz. 32b. 10 lur.
22. **Agenda** (evid deski merka an deiziad), 10 lur.
23. **Deiziataer da viken** war fichennou (evid ar skoliou), 10 lur.

Emgleo Breiz

24. **Komzou brezoneg**, lodenn genta, gand an **Dr Tricoire** (pevare advoulladur). 158 p., 45 lur.

A! Ma vefe prenet beb a leor a embannom gand beb a
goumananter! Na laouen e vefe on teñzorier!

Kavet e vez **Brud Nevez** da brena e ti:

Ar Bed Keltieg, ru ar roue Grallon, Kemper.
Gwalarn, ru des chapeliers, Lannuon.
Breiz, 10, rue du Maine, Paris.
Breiz, 17, ru Pennhoet, Roazon
Kornog, 22, ru ar Vur, Montroulez.

